

Entendit emeza hostis, bars e ber langach  
Ma na rentit din va bragou, me rei deoc'h dommach ;  
Evidon me gavo testou, pa vanqfe kant din  
Penos ne oan quet divragou p'hon deut d'ho ty.

Evidon me zo den honest, mar deus er c'hontre,  
Ne fell quet din ho revina, pell dioc'h kement-se ;  
Roit din eur bragou mezer ha kant skoet ouspen,  
Me bardono deoc'h an anter ne c'houlennan ken.

An hostis hag an hostises eus a galon vad  
A gont dezant prest e gant skoet tout en eur yalc'had,  
Hac ive eur bragou neves eus a vezer Saos ;  
Ar filoud eo c'hemer buan, pa oa mad e gaos.

Rei a rejont da zijuna dezan quent partia ;  
P'an doa pardonet an anter, o devoa joa outa ;

Pront hep sellet en dro deshan e z'eo bet partiet ;  
Kenavo, hostises, emezan d'ar c'henta guelet.

Abars nemeur goude an hosti o terri ar jardin,  
En deus kavet en douar bragou ar potr fin :  
Hag en ho kommas da grial eus a boues he benn :  
Ema zo tro eur filouter ! ha me so eun azen.

Kement hostis zo er vro man a rankfe donet  
Da ober goab eus ac'hanon ; brema me zo baro tiet ;  
Kollet o meus eta kant scoet, eur bragou mezer,  
Ha c'hoas meus lardet e gof d'am fripon tam laër.

Bremas teuan da avertissa an oll Hostisien  
Ma tiouallint dre qvement ma eus ar filouterien :  
Na dleont quet en em facha evit e glevet,  
Din-me va unan ar goaza, me zo goal diet.

## CHANSON ROLAND

Red eo a lavare guech all  
Roland pried tener Isabel  
Red eo me a renq partial  
A monet dan Turquie d'ar brezel (bis)

Guelo a res dimet breman  
A kaon a res di var da venon  
Un all ben eur pennad aman  
A zeuio da zeha pis da deolou (bis)

Neo quet possubl d'eoeh a vaneqfen  
E neur oela e me Isabel  
D'eoeh a vesi d'a virviquen  
Na pa vech maro bepred fidel (bis)

Mar teufen da ankounehat  
An hini a meus quemen caret  
Da zeui dirag va daou lagat  
Ouspes da reproch di va vehet (bis)

Mar timean var ma deve  
Er banquet em hichen azezet  
Deut da gass a hano d'ar bes  
A lavaret vo me ho pried (bis)

Roland a so maro siouas  
Isabel a deus kaon a anquen  
Ne oa quet echu mad ar bloas  
Mar teuas eur marquis di goulen (bis)

He renq hehenet hi arhant  
A zallas kalon a intanves  
Rei a ra hi honsentenman  
A sinet a oa an deve (bis)

Ar herend e nomb assemblet  
Ar banquet a gommenças souden  
Ne ouienq quet hoas peur azezet  
Un officer oa e no hichen. (bis)

Spontus bras a oa o velet  
Er hisset guisquet he nouarn  
Evelse tout oa goloet  
Kercouls e visach ag e zaouarn (bis)

An den neves quen soueset  
En deus lavaret he nor gren  
Tennet o casq me o ped  
Ag azezet ganeomp da leigna (bis)

E casq pa en deus tennet  
Oa beb eus horoll meur bed hoero  
Scrigal a ra tout an neuret  
Ho velat bisaj hon den maro (bis)

E ni zao plom an den maro  
A sellet parfait deus Isabel  
Zel e mezan zel ouzan pis  
Me eo Roland laset er brezel (bis)

Dimet guech all pa promettet  
Na pa zigbuech et gane mervel  
Biquen pried all na piget  
A dimet vigh chomet lidel (bis)

Asten a ra hi zorn pounner  
Ker a deus crial a deplori  
Gand an douarn he zeui lonquet  
A hoas ho clever ho hirvoudi (bis)

An den man so chomet mantred  
Ag a neus lared ben partial  
Me a so eun den goal dapet  
Ag a neus eur sor deus an trista (bis)

Isabel o deut di bep bloas  
Guisket evelt mont da eureugi  
O crial ato goassoh hoas  
Ar pes a ziscroq morse deus outi (bis)

A baouel den rag aoen mervel  
Ne deuz great demeurans er c'hastel

*Septa édité*